

OLLIVIER 649 A k

KER IS, AR ROUE GRALON

Hag Iliz Mirakuluz ann Itron Varia Remengo'

« Neb a bed Gwerc'hez Remengo
 « Birviken ne daïa da gol... »

En Escopti Kerne el lec'h e ma breman môr Douarnenez, e oa
 guechall eur gear vraz meurbet hanvet Is.

Eur voguer ledan hag huel, gant sklujou houarn, he diffenne deus ar
 môr, Er gear-ze ne velet, e touez ann dud pinvidik, nemet dizurz, goall
 exempl ha fallagriez. Gralon, pehini a chome neuze er gear a Is, a oa
 Roue Breiz-Izel. Bet eoa brezeller en he iaouankis, ha rust enn
 andreed he zujidi ; mes enn he gozni, sklerijennet dre ar feiz kristen,
 e teuaz da veza douz evel eun oan. Hirvoudi ar re aliez war dizurzoù
 Is, ha war ar vue dirollet a rène he werc'h, ar Brincez Ahez, gant an
 noblaz yaouanca gear ha deuz ar vro hanvet hirio Kear-Ahès, pehini a
 oa dezhi a leve.

ENN AMZER-ZE, IVE, E OA HE BREIZ-IZEL, DAOU ABOSTOL SANTEL, DAOU
 WIGNON DA ZOUE, SAUT KAOURINTIN. KENTA ESCOP À GUEMPLER, HA SANT GWENOLOU (1),
 KENTA ABAD A LANDEVENNEC ; ALIEZ O DEVOA PREZEGUET AR FEIZ ER
 GEAR A IS, HA GOURDROUZET AR ROUE GRALLON, ABALAMOUR D'ANN DROUG OBEROU,
 D'ANN TORFEJOU HA D'AUN INJUSTISOU A REE BEMDEZ, E PALÈS HE VERC'H
 YAOUANK ; MES GOAB A REE ANEZH, HAG AR ROUE, SIMPLEET DREE ANNO AD
 N'EN DEVOA MUI A C'HALLAUD AVOAL'CH, EVIT ARRETI DIZURZOÙ KER BRAS.

Doue skuizaz er fin o welet Is kaledet enn he fec'hejou, hag a roaz
 da anaout da Ael Breiz-Izel he wignon Gwenole, penoz eb dalle pell,
 ar gear gaér-ze a vije beuzet gant ar môr. Kerkent, Gwenole a piñnaz
 war he warc'h hag a redas da gear Is, o sonjal c'hoaz mouga koler
 Doue. Mes tremenet e oa an amzer a druez. Pa enn em gavas an Abot
 santel war dro anter-noz, sclujou Is a oa digor, hag ar môr a groaz
 spontus, o tiruial war an dud, ann tier hag ar paleziou. Gwenole na
 aillaz savetei nemet Gralon epken ; gwelet a rer c'hoaz roudou treid
 ar marc'h er garek war pehini, abaoe, abaded Landevennec, arog
 komer ho c'harg, a deu da ober ho feden ha da anaout ar Roue Gralon
 evit fondatour eur c'houent.

(1) Gwen-oll-e Oll-e-Gwen, [il est tout blanc], hanvet evel-ze gant he vamm
 ar santez Ven, abalamour ma oa eur buguel koant a fur, Sant-Gwenole, dre he
 vertuziou, en denz meritet an hano kear Ael Breiz-Izel, l'ange de la Bretagne.

— 2 —

Abès merc'h fall ar Roue, kiriek a revin Is, oë troet e *Marie Morgan*, anter maouez hag an-er pesk. Par bar ar loar, he c'lever c'hoaz aliez o hana, war mor Douarnenez, a euz reveniou, ar gar veuzet. He daoulagat a zo evel diou stereden, he bleb evel ann aour, he gouzoug hag he diou vronn ken gwenn hag ann er'ch, hag he mouez melioduz a laka da gouskat dre he chalmou ; evelse, martolodet ar vro, raktal ma he c'hlevont, a lavar etrez-ho, gant spouron : Tec'homp. Ahès a zo savet deus he falez, ar gwell amzer ne ma ket pell, a ma taleomp e vezimp tolet kousket var ar rec'hier.

Evel Sodôm, Gômor, ha Babylon, kear Is ne m'a mui. ; hag irio ar mor a ruill dreist he fenn.

Da zao heol, Galon a veza pignet gant Gwenole var leïn Menez-Hom a daolas ac'hano eur zell truezus war he lerc'h ; mez el lec'h ma edo ar gear Is, ne velas mui nemet mör Douarnenez, hag e kouezaz d'ann daoulin evit trugarekat Doue hag a. Werc'hez da veza saveteet he vuez.

Pa zavar diwar he zaoulin, e velas dindan ann heol, o luguerni, *Ru-men-Goulou* pe *Men-ru-ar-Goulou*, war pehini vijet sakrifiet tud e beo, ha bep mis. eur buguel bihan, c'hoaz euz ar vronn. Neuze, beuzet enn he zaelou, hag ha zaoulagad savet e trezek enn Enn, e lavaras d'he vignon santel .

« War ar Men-ru-Zont, konsakret da eun Doue barbar, me a rei
« sevel eun ilis kaër d'ar Werc'hez, hag el lec'h ma skuiller goad ann
« dud da Dentates, e skuillo mamm ar gwir Doue he grason war Breiz-
« Izel. »

Gralon a zalc'hez mad d'her c'her, ha belein ar baïannet o veza o en em revoltet pa veljont dispen templ an Doue faoz Teutatès, ar Roue kristen ho zrebas e kever Argol e penn ar Nretonnet konvertisset.

Goude beza great he beden, war Menez-Hôm, ar Roue Gralon a heuillas Gwenole da abatti Landevennec savet gant-han, eun neubeut blaveziou kenioc'h. Diarog kement-se, en devoa c'hoaz roet he bales, e Quemper, da SantJKaourintin, pehini en devoatorreth naon deuhan ha de gompagnunez gand eun tam deus e hesk bian. E plas ar palèse e ma breman ilis kaer katredal Quemper.

Gralon a dremenaz e Landevennec a rest euz he vuez eun eur bintjen galet, hag aliès e kare mont gant he vignon ker da Remengol da bedi evit he bobl, ann *Itron-Varia-Remed-Oll*, beza eun devoa ann heur d'hé gwelet brudet bras e pevar c'hoñ Breiz-Izel, hag o vervel etre divrec'h sant Gwenole, e Landevennec, e recommande he ene da Zoue onn eur lavaret gant fizians.

Itron-Varia Remengol,
Mirit ouzin na zin da goll.

— 3 —

Penzek kant vloas a zo abaoué ma e maro Gralon, hag ar vretonet, peret zo bepret tud a feiz hag a galon, o deus c'hoas sonj eus ho roue koz hag eus he vignon, Sant Gwenole. Mes ma c'hanafevent gwelloc'h histor ho bro gaer, pa zeont dazul an drindet da bardon bras Remengol, ha pa velont mór Douaruenez, Menez-Hom, Landevennec a tour huel ilis miraculm ann *Itron-Varia-Remed-Oll*, a lavarfent ann daëlou eun ho daoulagat, eun eur vale gant respect war douar ar Zoent hag ar Rouaned.

**Braz ar burzudou a zo bet
Ebas ann amzer dremenet!....**

Braz ive ar burzudou a ra c'hoas krio, ann *Itron-Yaria-Remengol*, enn andred ar Vretonnet, ha, drest-oll, enn andret ar belerinet a deu bemde de gwele, alies eus a bel dvo, ha kals anez ho diarc'hen hag e korf ho rouchoudou.

Ar vinoret dilezet, an intanvezet paour, ar beorien noaz, soudaade Breiz-Izel, e kreis tann ar brezel, ar vartolodet war ar mor bras e furol ann hollidud affliget a gorf, a galon hag a speret, darn en ho foaniou, darn eun dangerriou, dar all en disesper, ha darn ive, war gwele ar maro, o deus sonjet eus ho Mamm douz a mad, hag alies e leveron dez-hi gant garante ha gant fiance enn he gallond hag enn he madelez.

O Gwerc'hez sakr Remengol, Patronez Breiz-Izel,
Pedit evidomp, hirio ha pa rankimp mervel :
Pedit evit Breiz-Izel, evit ar Vretonnet
Ho deus ho karet, ho kar ho karo bepret.

G W E R Z

AR ROUE GRALON HA KEAR IS

War don : *Judik hag Holofernes* ; pe war don : *Bosen Elliant*.

I

Petra 'zo neue e kear Is,
Ma ze ken foll ar ſiaouankis ?
M'ar klevan-me ar biniou,
Ar vombard hag an delennou ?

N'euz e kear Is netra neve,
Ann ebattoù ma 've bemde,
N'euz e kear Is nemet traou koz,
Ann ebattoù ma 've bemnoz.

Bojennou drez zo divoannet
A dor ann ilizou prennet,
Ha wa ar beorien o wela
Ec'h hisser ar chas d'ho drailla.

D'ha c'hoezek vla ann oll verc'het
N'ho deuz doue, met ar pec'het
Ha da ober he gurunen,
E roont ho c'haera rozen.

Ahès, merc'h ar Roue Gralon,
Tânn an ifern enn he c'halon,
Er penn kenta deuz ann dirol,
A gas d'he c'heul ar gear da goll.

Sant Gwenole, gant kalonad,
Zo bet m'eur vec'h e kaoud e zad,
Ha gant daelou ann den Doue,
ENN deuz lavaret d'ar Roue :

— « Gralon, Gralon, lake evez
« D'ann dizurzou a rên Ahès,
« Rag tremenet vo ann amzer
skuillo Doue he goler.

« El lec'h ma voa c'hoarsadek ken
« E vo neuze skrignadec dent,
« El lec'h ma voa kanaouennou,
« E vo neuze skrijadennou !... »

Hag ar Roue spourounet,
He verc'h hen eveuz kelennet ;
Mez diskaret dre ar gozni,
N'euz mui ann nerz da stourm outi.

Ha, skuiz gant rebechou e zad,
Evit mont deuz hezaoulagad,
Hi 'deuz gret gant droug-sperejou,
Eur palès kaér tost d'ar sklujou.

Eno, gant he amourouchen,
E ma fennoz an obaden,
Eno, enn aour hag er perles,
Evel ann heol e par Ahès...

II

— « Plijadur dec'h er palès-man,
« Merc'hed gentil a potred skan,
« Plijadur dec'h ha nozvez grën. »
Eme eur prinz enn eur antrenn.

Ar prinz a sougue dillad ru,
He varo a voa hir a du,
Hag he izili a verve,
Hag he zaoulagad a zeve.

— « Ra viot deut mad, estranjour,
« Eme Ahès gant eur beg flour;
« Ia, ra viot deut da gwela,
« Mac'h n'hanvëit ann traou falla.

— 5 —

— « Neuze m'en bot digomer mad,
 « A respondas ann divroad :
 « Rag me er fall zo ken disket
 « Hag ann hini neuz em krouet ! »

Kerkent ar palès a grenas,
 Hag ar c'hurunou a strakas,
 Hag a dreuz ho zellou nec'het,
 E skoas tan glaz al luc'hecd,

A kerkent Ahès d'er pedi,
 Da ober eun droz zanz gant'hi,
 Hag ann oll, a'neb Doue,
 Gwassa ma c'hallent a Doue.

— « Na c'houi'vel, eme ar Prinz ru
 « Me laka Doue war e du... »
 Ma lavarent oll gant glac'har,
 — « Ahès e deuz kavet e far !... »

Pa voa d'ann obadezen-ze fin,
 Danser Ahès, en eur c'hoarzin,
 Hag enn eur zevel he ziou skoa,
 A lavaras : — « Nouzoc'h netra !... »

III

Pa voa fin d'ar sakrilejou,
 Messajer ann dioug sperejou.
 Chomet e eunan er pulès,
 A dosteaz da gaout Ahès.

« Kerc'hit din'me deus a guer ls,
 « Verseillou santet ann ilis
 « Kerc'hit kroas ar c'hrussufiet
 « Eun hosti sakr, hag e velfet !

— « Va doussik koant, merc'h da
 | C'hralon
 « Ha muia karet va c'halon,
 « Ha n'elfent me ket oneb gis
 « Guelet alc'houskou ker ls. »

Ahès, respondas timad :
 — « Kavet vint enn lliz va zad,
 « Rag va zad diot-me a gred
 « Enn trompler-ze a Nazareth !... »

— « Va zad a zoug enn he guerc'hen
 « Ann alc'houskou aour deuzeur chaden,
 « Ha va zad breman zo kousket,
 « Ha kaout ann alc'houskou n'allan ket

Tri a redas e ber amzer,
 Hag a ziskaras ann Aoter,
 Hag an traou zakr a we douget
 Etre ho daouarn miliget,

Mes hen d'he zreid enn eun strinkas
 Ha d'he dornic flour a bokaz,
 Hag e dallas dre he zellou,
 Korget a d'an hag a zaëlou.

Ar Prinz ru, raktal m'ho gwelas.
 A greis he galon a c'hoarzas,
 Hag a lavaras c'hoa enn-han :
 — « Plijadur dec'h er palès-man ! »

IV

Heb goud ar pez a dremene,
 Neuze eur pennad ac'hane,
 Enn e balès ar Roue koz,
 E voa kousket e kreiz ann noz.

Da genta a doliou boutou,
 E vrujunas ar vesceillou,
 Goude flastras ar grussifi,
 Hag e krenchas war ann hosti !... »

Kambr paour Gralon ne voa enn-hi
 Netra nemet eur grussifi
 Deuet a zorn eur mignon ker,
 Sant Kaourintin, Escop Kemper.

A war-n'he, gant oll e noaz,
 En eur gana.—« Malloz d'ar groaz !
 E raz es eiz stum dishenvel,
 Dansou ar seur rec'hant marvel !... »

— 6 —

Netra nemet eun Aviel,
Roët gant eun den zantel,
Roët dez-han^z gant Gwenole,
Evel eur merk a garante.

Kaër enn e gozni vel eun Aël,
E kouske Roue Breiz-Izel,
Hag enn dro de dall, e vleo gwen,
A re, dispak, eur guïunen.

Neuze, Ahès, ar brincez fall,
Evel pa vije skoët dall,
ENN e gambr. heb aon rag Doue,
A deu da laëres an alc'houe.

ENN eur vale war beg e zroad,
Ar verc'h a dosla skan de zad,
A goustadik deuz e guerc'hen,
A deun neur c'hoarzin, ar chaden.

V

Piou a deu du-hont gant ar ru,
Pignet war eun hinkane du,
Hag hendann daoulam war er gein,
Ken a strink an tân deuz ar vein ?

Hennes eo messager Doue,
Digasset enn Is dar Roue.
Ennez eo Abostol ar feiz,
Sant Gwenole, karet e Breiz.

Tostat'ra en eur c'haloupad
En he zorn deo e vaz abad,
Hag eur stol aour war he zaë venn.
Hageurc'helec'h tân enn dro d'hebenn

Setu hen e dor ar palès
E p'hini e kousk tad Ahès.
Diwar e varc'h an deu zantel
A c'halv, enn nc^z

— « Gralon, Gralon, sao heb dale,
« Sao evit heuilla Gwenole,
« Sao evit tec'hel deuz ap mor,
Sklujou kear Is a zo digor !

Hag a Roue koz trubullet,
E mez 'vele zo zaillet.
— « Din-me, din-me, va marc'h prima
« Siaouas peurgollet ar guer-ma!... »

Ha war e varc'h e ber amzer
E kerz da heul e vignon ker,
Ha war o lerc'h, enn eur hiudal,
E klevont ar mör o ruial.

Neuze ar brincez dirollet,
He amourouz gant-hi kollet,
Dre gear Is, ha glei hag a zeo,
A rede, dispaket e bleo.

Pa glevas daou lamp ar c'hezek
Araog ar mör e tiredek,
Dre al luc'het gant nec'hamant,
Hanveaz e zad hag ar zant.

— « Va zad ! va zad ! m'ar em c'harit,
« War o marc'h skan va c'hommerit »
Hag, he respont, an tad tener
A zao e verc'h war ann tailler.

Kerken ar mör a vuanna,
Ha Gwenole, en eur grenna,
A gri : « Gralon, tòl ann diaoul-se
« Divar dailler da hinkane !... »

Kouskoude c'has leun a ~~zantel~~,
Ann tad a zalc'h ar bec'herez.
Eez ar zant a ra zin ar groas
Hag a stok outi pen he vaz.

Kerkent, mestres an droug ~~zperet~~
A rui er mör bras fuloret,
Hag e kleo tost ar Roue koz
Eur c'hoarzin ailltre kreiz ann noz.

— 7 —

Mes, rented skanvoc'h eb dale
E sail prim da c'heul Gwenole,
Hag he varc'h, gleb e beder c'har,
A lamp deus ar mòr en douar.

Breman, ed e Mari-Morgan,
Ahès, deuz skeud al loar a gân,
A gân hag en eur vousc'hoarzin,
A grib er môr he bleo bezin.

VI

Da zao heol ar zant ha Gralon,
A bigne war leün Mene-Hôm,
P'hini, he dreit ebars enn trez,
Zao he ben war Douarnenez

Ac'hane Roue Breiz-Izel,
War he lerc'h a dolaz eur zel;
Mez, el lec'h ls, gant he deg dor,
Ne velas mui nemet ar môr.

— « Eur gear em boa deus ar gaëra,
« — Ha setu hi et da netra !... »
Hag he galon oll a fraillas,
Hag he zaoulagad a welas.

— Gralon. Gralon. 'me Gwenole,
— Gralon, d'ann daoulin ganen-me. »
Ha Gralon dindan e c'hlac'hар,
A goë d'ann daoulin d'ann douar.

Hag eno, dispak e vleo gwenn,
Hag e dall pleget er boultron
E lavare c'hoas ar Roue :
— Ra vo gret bolonte Doue !...

Pa zavas diwar he zaoulin,
Dindan tân flamm heol ar mitin.
A velas, a dreuz he zaëlou
E lugerni *Ru-Men-Goulou*.

War ar men-ze, hcñ tadou koz,
A skuill goad d'eun Doue foz,
Hag ar Roue, e ber amzer,
Alavaraz d'he vignon ker :

— « Du-hont, e memor a gear ls,
« Me zavo d'ar feiz eun Illis,
Rag evit testeni d'ann oll
M'he galvo illis Remengol. (1)

« Rag war dolen ru Deutatès
« Me lakaï da ren ar Werc'hez,
« Ha beb bloas, enn enord'ar groas,
« E rin ober eur pardon braz.

« Eno, ann oll dud affliget,
« A gavo d'ho foanniou remed,
« A silvidiguez l'ho ene.
« Dre c'hraz Mari gwir vamm Doue

« Pa vo ann Doueou maro,
« Ha koët meur a goat dero,
« Eun de, deuz ar pevar avel,
« E teuio d'hi pobl Breiz-Izel.

Neuze ma ve sonj a Gralon,
E vo lavaref a galon:
— « Bisz arrizudou a so bed
« Ebars enn amzer dremenet !... »

[1] Remengol, hanvet gwechal *Ru-Men Goulou*, da lavaret e *Men-Ru-ar-Goulou*, abalamour ma voa eno eur men ru, eun templ konsakret da c'houlou de, enoret evel eun Done, dindan ann hano a Deutatès, Doue-Tad, ar Roue Gralon, goude beza diskaret ann templ-se, ha savet enn e blas enn illis kaër da Vam ar Gwir Doue, chenchas hano payen *Ru-Men-Goulou*, enn hano christen a *Remengo!*, da lavaret e *Remed-Où* deus a behini ar batronez a zo hanveet ann *Itiron-Varia-Remed-Où*, Notre Dame de tout Remède, abalamour d'ar burzudou bras a ra bemdez eno ar Verc'hez: abaoe amzer ar Roue Gralon betek hirio.

Eno zo c'hoas induljansou a re vrassa roet gant hon Tad santel ar Pab dan oll gristenien a deu da Remengolⁱ da bedi a galon, Patronez Breiz-Izel. Dre eur

PEDEN AR ROUE GRALON

D'ann Itron Varia Remengol

Itron-Varia-Remengol
 Mirit ouzimp na zaïmp da goll ;
 Pedit ive ho mab Jesus,
 Ma veziinp gant-ban evuruz.

Itron-Varia-Remengol,
 C'hui eo Rouanez ar bed oll,
 Bezit hor mamm, hor Batrones,
 Ha ni ho meulo da james.

skrit Apostolik roet e Rom, en Ilis Sant-Per, kement beleg a lavar an ofern war an aoter-vras ann Itron-Varia-Remengol, a denn a boanniou ar pugator eun ene p'hini a ia rectal d'ar barados.

Ann dregont a vis maë 1858, ann Itron-Varia-Remengol a zo bed kurunet gant eur gurunen aour ha perles, roet dez-hi gant hon Tad Santel ar Pab Pii Nao.

Remengol a zo bet, a viskoas ar gaëra hag ar santela Ilis a Vreiz-Ize i; enoro a rer enn-hi d,arn euz ar groas hag a gurunen spern J.-Ch. d'arn euz a relegou ar Werc'hez, Santez Anna, Sant Joseph, ann Ebrestel, ann Doctore eus ann Ilis, Sænt Breiz-Izel ha relegou ouc'h pen daou vil sant all : hervez an dud koz peb gwir Vreton a gle, eur vec'h da viana, *beo pe varo*, ober pelerinach Remengol.

Morlaix. — Imprimerie J. LETREGUILLY.